

Ar Priñs Bihan : Geriaoueg

Rann I (pp. 09-11)	Rann II (pp. 11-15)
<p>gwez : strollad gwezenned, koad</p> <p>gouez : kriz, ferv, n'eo ket bet doñvaet gant an dud (enepster : doñv)</p> <p>dispar : dreist, brav-tre</p> <p>a-zivout : diwar-benn</p> <p>naer-ejen : naered bras-tre ha kreñv-tre a voug o freizhoù hag o lonk.</p> <p>preizh : loen bet tapet gant ur preizher evit e zebriñ.</p> <p>pennoberenn : oberenn veur, oberenn vravañ, brasañ.</p> <p>koazhañ : kas e voued d'an traoñ, er stomog, dizeriañ.</p> <p>digalonekaet : kollet kalon, kollet nerzh, kollet fiziañs.</p> <p>remzad : red-micher, prantad amzer emañ bet unan war ur vicher.</p> <p>darempred : eskemmoù, en em gavout gant...</p> <p>spiswel : a sell en un doare spis, sklaer, a gompren en un doare lemm, speredek.</p> <p>hevez : speredek.</p> <p>kejañ gant : en em gavout gant.</p> <p>hañvalout : seblantout ; kaout tres, neuz, un dra bennak ; bezañ heñvel ouzh...</p> <p>ezvorañ : dizeriañ ; kas e voued d'an traoñ.</p>	<p>treizhañ : treuziñ, beajiñ (sk. Treizhañ ar mor, an oabl...).</p> <p>treizhad (-idi) : tud o veajiñ e bourzh ur c'harbed (karr, bag, nijerez).</p> <p>annez : ti, lojeiz.</p> <p>annezad (-idi) : tud o chom, o lojañ.</p> <p>sac'het : chom bout, ne ya ket en-dro, ket war-raok ken.</p> <p>ratreadenn : kempenn, adlakaat da vont en-dro.</p> <p>keflusker : ardivink a dalvez da loc'hañ ur mekanik.</p> <p>gouelec'h : ul lec'h gouez, didud. Gouelec'h traezh = dezerzh.</p> <p>digenez : e-unan.</p> <p>peñse : darvoud a gas ur vag d'ar strad.</p> <p>peñsead : den chomet bev goude ur peñse.</p> <p>dibikouzañ : tennañ e bikouz eus e zaoulagad evit o digeriñ bras goude kousket; digeriñ bras e zaoulagad.</p> <p>Me ho ped : Mar plij ganeoc'h (seven-tre). "Me a 'z ped" = Mar plij ganit</p> <p>chastreüs : a gemer kalz a lec'h.</p> <p>stlabezañ : lakaat an traoù e dizurzh, louzañ.</p> <p>Stlabezañ un dresadenn = <i>teurel</i> un dresadenn hep teurel evezh, prim ha n'eus forzh penaos.</p>
Rann III (pp. 15-18)	Rann IV (pp. 18-21)
<p>distagañ gerioù = lavarout gerioù.</p> <p>dre zegouezh ≠ a-ratozh.</p> <p>merzhout = gwelout, spurmantiñ.</p> <p>dizoleiñ un dra = kavout un dra, kompren un dra.</p> <p>lorc'h = santad a ra d'un den en em brizañ e-unan. -</p> <p>Lorc'h zo ennon = Fier on.</p> <p>kemenn = embann, deskiñ un dra d'un den all.</p> <p>uvel = n'eus ket lorc'h ennañ, n'eo ket fier.</p> <p>raktal = diouzhtu, kerkent.</p> <p>pikerom = post, peul bihan da sankañ en douar evit stagañ ul loen a-bouez ur gordenn.</p> <p>feukañ = gloazañ, ober da unan bezañ souezhet ha gloazet, drouklaouen.</p> <p>imoriñ = mont e fulor, mont war e du fall.</p> <p>a-zevri = kemer a-zevri, selaou en un doare sirius.</p> <p>kevrin = un dra na c'haller ket kompren, un dra nad eo ket poellek.</p> <p>arvestiñ = sellout ouzh.</p> <p>kuzhutadenn = un dra bennak a oa kuzh betek-henn ha lavaret d'un den tost.</p> <p>damguzhutadenn = un dra bennak a oa hanter-guzh betek-henn.</p> <p>melkoni = doare tristidigezh, stad a ra da unan magañ soñjoù du, hirnezh.</p>	<p>genidik : Bet ganet el lec'h-se.</p> <p>pellsellerez : Ardivink da sellout pell (en egor, lakaomp), lunedenn hirwel.</p> <p>munut : Bihan.</p> <p>munudoù : Traoù bihan, elfennoùigoù.</p> <p>disterañ : Bihanañ.</p> <p>spurmantiñ : Damwelout, gwelout a bell.</p> <p>steredoniour : Skiantour arbennik war ar stered, ar steredoniezh.</p> <p>madelezhus : A ra vad, en devez soñjoù mat ouzh ar re all.</p> <p>aked : Evezh. Gant aked : gant evezh, en ur ziwall pizh.</p> <p>endeo : Dija.</p> <p>ment : Braster.</p> <p>heñvel : Evel.</p> <p>brousgwez : Gwez bihan.</p> <p>anat : Sklaer.</p> <p>lezirek : Na blij ket dezhañ al labour.</p> <p>ezreolder : Esevenn, un dra er-maez reol, diheñvel diouzh al lodenn vrasañ.</p>

Ar Priñs Bihan : Geriaoueg

Rann V (pp. 21-25)	Rann VI-VII (pp. 26-30)
<p>disparti : kuitaat, loc'hañ.</p> <p>degouezh : tra a c'hoarvez e koulz. Dre zegouezh = hep na vije gortozet, en un doare dic'hortoz.</p> <p>drama : istor glac'harus.</p> <p>brousgwez : gwez bihan, brouskoad.</p> <p>had : greun.</p> <p>kevrin : tra diaes da verzhout (evel amañ, diweladus), diaes da gompren.</p> <p>ezel (liester = izili) : lodenn eus ar c'horf.</p> <p>astenn he izili : <u>digropañ</u>, evel goude kousket pe goude bezañ chomet <u>kropeñ</u> re bell amzer.</p> <p>kenurzh : heuliad reolennoù a ranker doujañ dezho.</p> <p>ampellañ : kas (ul labour, un emgav, ur veaj...) un deiz pelloc'h eget pezh a oa bet lakaet da gentañ.</p> <p>gwalldaol : taol fall.</p> <p>lezirek : na blij ket dezhañ labourat, pe ober ar pezh a zo ret (HS : lüreek).</p>	<p>melkoni : tristedigezh, hiraezh.</p> <p>melkonius : trist, hiraezhus.</p> <p>didu : dudi, plijadur.</p> <p>c'hwekted : flourded, perzh un dra bennak c'hwek, flour.</p> <p>pergont : daou-ugent.</p> <p>droukrañs : drougiezh, fallagriezh, imor.</p> <p>sabatuet : souezhet bras.</p> <p>brouez : fulor.</p> <p>minwal (benel) : un dra da bakañ moj ar chas da virout outo a gregiñ.</p> <p>houarnwisk : ur gwiskamant houarn evit marc'heien ar Grennamzer.</p> <p>kevrin : tra diaes da gompren, pe guzh.</p> <p>draen (liester : drein) : flemm ar plant ; askorn ar pesked.</p> <p>soñjezon : soñj, prederiadenn.</p> <p>lard-karr : druzoni, eoul da lakaat ar mekanikoù da dreiñ gwelloc'h.</p> <p>benveg (liester : binvioù) : oustilh.</p>
Rann VIII (pp. 30-33)	Rann IX (pp. 34-36)
<p>raktal : diouzhtu.</p> <p>had : greun.</p> <p>gwastet : freuzet, dispennet, distrujet.</p> <p>eeun : aes, simpl.</p> <p>melkonius : trist, hiraezhus.</p> <p>didu : plijadur.</p> <p>kuzh-heol : mare ma ya an heol da guzh diouzh an abardaez.</p> <p>divent : bras-tre, ledan-ledan, ec'hon-tre.</p> <p>roz-aer : bleunioù ruz ha gouez, skañv-tre o deliennoù, a gresk e-mesk ar geot hag an edeier er parkeier.</p> <p>uvel : izel e zoareoù, eeun e galon (enepster : lorc'hus, fier).</p> <p>fouge : lorc'h.</p> <p>skoemp : douget da vezañ spontet rak an disterañ tra, diaes.</p> <p>avel-sil : redenn avel vihan.</p> <p>andorenn : lec'h d'en em c'houdoriñ, d'en em wareziñ.</p> <p>diskribet : n'eo kribet e vlev.</p> <p>tener : dous.</p> <p>youl : c'hoant, pe nerzh, barregezh unan bennak d'ober e seizh gwellañ evit kaout ar pezh a venn kaout pe evit seveniñ ar pezh a venn ober.</p> <p>gwidre : tro-gamm, tro-louarn.</p> <p>lein : pred ar beure.</p> <p>merenn : pred kreisteiz.</p> <p>koan : pred an abardaez-noz.</p> <p>morc'hed : keuz, kerse, glac'har pe mezha sav en unan bennak a oar en deus graet un dra e gaou.</p> <p>barn : ober e vennozh, ober e soñj war un den pe war un dra ; priziañ un den pe un dra, fall pe mat.</p>	<p>tec'hout ◊ Pellaat buan diouzh unan bennak pe diouzh un dra bennak dañjerus.</p> <p>divroadeg ◊ Bagad tud, pe loened amañ, a guita ur vro evit mont d'ober o annez en ur vro all.</p> <p>disparti ◊ Kuitaat unan bennak.</p> <p>skarzhañ ◊ Lemel ar saotr, al loustoni, eus ul lec'h bennak. <skarzhañ ur siminal.></p> <p>deviñ ◊ Bezañ an tan en un dra bennak. <Ar menezioù-tan a zev sioul...></p> <p>didarzh ◊ Tarzhadenn.</p> <p>diaester ◊ A ra d'un dra bezañ diaes d'ober, da seveniñ.</p> <p>c'hwennat ◊ Tennañ al louzeier fall, gwrizioù hag all, diouzh un douar, a-bouez ur benveg pe gant un dorn.</p> <p>egin ◊ Plant yaouank o tiwanañ.</p> <p>c'hwek ◊ Plijus, frealzus.</p> <p>-meurbet ◊ -tre, -kenañ.</p> <p>hañvalout ◊ Seblantout, kavout da unan. <a hañvalas dezhañ c'hwek.></p> <p>aozañ da ◊ Bezañ e soñj ober, en em lakaat prest da, aven ober, en em alejiñ da... .</p> <p>diouer ◊ Mank, n'eus ket a.</p> <p>pasaat ◊ Ezteurel aer eus ar skevent evit skarzhañ ar forzhioù analañ. <Pasaat a ra ar c'hlañvour.></p> <p>divarc'het ◊ Lakaet diaes.</p> <p>habaskted ◊ Sioulder, peoc'h.</p>

Ar Priñs Bihan : Geriaoueg

Rann X (pp. 36-41)	
<p>kement hag ober ◇ War zigarez ober, da lavarout hep digarez resis ebet, hep pal ebet.</p> <p>kement ha deskiñ ◇ War zigarez deskiñ, evit deskiñ un dra bennak.</p> <p>limestra ◇ Mezher limestra, glas-ruz, e liv.</p> <p>feur ◇ Kroc'hen loened gant e vlev, aozet evit talvezout da bezh dilhad.</p> <p>erminig ◇ Feur gwenn gant brizhennoù, arouez ar Reizhded, arouez Duged Breizh ivez.</p> <p>sujad (-idi) ◇ Sujed, Den zo dindan veli ur roue, ur priñs.</p> <p>spurmantiñ ◇ Gwelout en diabell, en un doare dispis.</p> <p>bazailhat ◇ Digeriñ e c'henoù diratozh oc'h enalañ hag o tianalañ hir.</p> <p>lidadur ◇ (Amañ) Dereadegezh, sevended, doare d'em zerc'hel dirak ur roue.</p> <p>mirout (ouzh) ◇ chom hep, derc'hel war : ne c'hell ket ar Priñs Bihan derc'hel warnañ, chom hep bazailhat.</p> <p>mezhek ◇ A vag mezh, a gav abeg er pezh a ra e-unan, a gav direizh ar pezh a ra e-unan.</p> <p>balbouzañ ◇ Distagañ e gomzoù gant poan ha buan, diwar strafuilh.</p> <p>feuket ◇ Displijet, droug ennañ.</p> <p>beli ◇ Galloud, gwir unan bennak da ren war ar re all, aotrouniezh unan bennak war ar re all.</p> <p>diharzveli ◇ Galloud diharz, hep termen ebet ; hollveli, a ren war bep tra.</p>	<p>disentidigezh ◇ Doare unan a nac'h sentiñ ouzh...</p> <p>madelezhus ◇ Den douget d'ober ar mad.</p> <p>-kenan ◇ -tre.boas ◇ kustum. « A lavare boas... » = a oa kustum, a oa boas, da lavarout...</p> <p>pastell ◇ Lodenn eus ur pezh dilhad a dap izeloc'h eget an dargreiz.</p> <p>uvel ◇ N'eo ket lorc'hus, na briz ket e oberennoù dezhañ e-unan.</p> <p>sabatuet ◇ Skoet-mik gant ar souezh, souezhet-bras.</p> <p>pergont ◇ Daou-ugent.</p> <p>seikont ◇ Dek ha tri-ugent.</p> <p>trajedienn ◇ Pezh-c'hoari skrivet e gwerzennoù ennañ tudennoù lakaet e plegennoù diaes.</p> <p>skiant-vat ◇ Poell, dereadegezh. Gant skiant-vat = en un doare reizh, dereat.</p> <p>levierezh ◇ Obererezh gouarn, ren.</p> <p>maodiern ◇ Ministr.</p> <p>barnerzh ◇ Barn a-berzh al lezenn, hervez ar Gwir.</p> <p>riez ◇ Bro, Stad dizalc'h.</p> <p>arboellañ ◇ arboellañ e vuhez da unan, lezel e vuhez gant unan, e saveteiñ.</p> <p>kannad ◇ Kannadour, den kaset gant ar Stad d'ar broioù all war gefridi.</p>
Rann XI-XII (pp. 42-45)	Rann XIII-XIV (pp. 45-53)
<p>fougeüs ◇ Lorc'hus, faro, fier.</p> <p>uvel ◇ Un doare izel dezhañ, nad eo ket lorc'hus.</p> <p>enoet ◇ A gav hir e amzer, n'en deus ket a blijadur.</p> <p>untou ◇ Bepred heñvel, dalc'hmat memes tra, digemm, enoeüs.</p> <p>meuleudi ◇ Gourc'hemenoù, komzoù a estlamm hag a zoujañs evit unan bennak.</p> <p>estlamiñ ◇ Chom bamet, souezhet.</p> <p>estlammer ◇ Den a chom bamet dirak un den all pe dirak un oberenn.</p> <p>kenyouc'hal ◇ Youc'hal a-stroll.</p> <p>mantrus ◇ Dipitus.</p> <p>evelkent ◇ Koulskoude, memes tra !</p> <p>kruz ◇ Ober ur c'hruz d'e zivskoaz, sevel e zivskoaz evit diskouez fae pe evit diskouez ne reer ket forzh.</p> <p>sankañ ◇ Mont don pe donoc'h, pe lakaat da vont don en un dra bennak.</p> <p>melkoni ◇ Tristidigezh padus ma vager soñjoù du.</p> <p>trueziñ ◇ Kemer perzh e poanioù, e gwalleur unan all.</p> <p>mez ◇ Kalonad displijus un den pa gav dezhañ emañ izel, pe en deus graet un dra e gaou.</p> <p>anzav ◇ Disklêriañ un dra wir a oa manet kuzh betek-henn.</p> <p>gwall iskis ◇ Iskis-tre.</p>	<p>nevid ◇ kenwerzh war madoù, war marc'hadourezhioù.</p> <p>nevidour ◇ Den a ra kenwerzh war madoù, war marc'hadourezhioù.</p> <p>fidorienn ◇ Bidennoù, traoù a nebeut a dalvoudegezh.</p> <p>pemont ◇ Hanter-kant</p> <p>c'hwil-derv ◇ C'hwil rous, ponner ha trouzus e nij.</p> <p>barrad ◇ Frapad trumm ha taer eus ur c'hleñved.</p> <p>remm ◇ Kleñved zo kiriek da boanioù bras er c'henvelloù.</p> <p>lugerniñ ◇ Teurel ur gouloù splann. (Heñvelster : skediñ)</p> <p>perc'hennañ ◇ Piaoañ, bezañ mestr war un dra bennak. « <i>Perc'henn on d'an ti-se = Din eo an ti-se.</i> »</p> <p>ren ◇ Kaout ar galloud war douaroù, war ur vro, war ur boblad tud.</p> <p>poellata ◇ En em soñjal, prederiañ.</p> <p>testeniekaat ◇ Lakaat sur, diarvar. Reiñ un testeni.</p> <p>merañ ◇ Ren aferioù, gouarn.</p> <p>postañ ◇ Fiziout arc'hant en un ti-bank, en ur c'hef, evit kaout muioc'h a arc'hant c'hoazh diwarno.</p> <p>enaouiñ ◇ Lakaat un dra bennak da deurel sklêrijenn ; elumiñ.</p> <p>kleuzeur ◇ Tra evit goulaoiñ.</p> <p>lazañ un dra bennak ◇ Mogañ, lakaat an dra da baouez da vont en-dro.</p> <p>micher ◇ Labour a c'hounez un den e vuhez, e vara, ganti.</p> <p>buan-ouzh-buan ◇ Buanoc'h-buanañ.</p> <p>divizout ◇ Kaozeal, komz gant tud.</p> <p>keneil ◇ Kamalad, mignon, kenlabourer.</p> <p>kammed ◇ Paz, lakaat un troad dirak egile evit kerzhout.</p> <p>Iu ◇ A vroud an dud da c'hoarzhin goap diwar e goust, istrogell.</p> <p>huanadiñ ◇ Leuskel un analadenn drouzus da heul ur from pe ur santad poanius.</p> <p>anzav ◇ Disklêriañ ur wirionez a oa manet kuzh betek-henn.</p> <p>keuz ◇ Kalonad, santad poanius deuet diwar un dra hoc'h eus graet pa ne oak et d'ober, pe n'hoc'h eus ket graet hag a vefe bet gwell ober.</p>

Ar Priñs Bihan : Geriaoueg

Rann XV-XVI (pp. 53-58)	Rann XVII-XX (pp. 59-66)
<p>ec'hon ◇ Bras-meurbet ar gorread anezhañ. divent ◇ N'eus muzul ebet dezho, bras-tre. annezañ ◇ Bevañ, bezañ o chom en ul lec'h, un ti, ur gêr, ur vro. ergerzhour ◇ Den a veaj war droad, a ya da vroioù pell nebeut anavezet pe zo diaes mont dezho. tennañ e anal ◇ analiñ, diskuizhañ. gouizieg ◇ Den a oar, barrek ha desket, war dachenn pe dachenn, skiant pe skiant. deurus ◇ Plijus, dedennus. meurdezus ◇ Meur, bras ha kaer. diouer ◇ N'eus ket a-walc'h. <i>Diouer a ra</i> : mankout a ra. a-grenn ◇ Penn da benn. yariñ ◇ Bezañ gorrek, goustad gant e labour, chom hep fiñval. divezegezh ◇ Doare unan da ren e vuhez e-keñver pezh zo lakaet reizh pe direizh gant an dud. daouwelout ◇ Gwelout div skeudenn eus pep tra. dic'hizet ◇ N'eo ket diouzh ar c'hiz ken. giz ◇ <i>Diouzh ar c'hiz</i> : doare d'en em wiskañ, da droc'hañ e vlev, d'en em zerc'hel, er mare a ren. hesk ◇ <i>Mont da hesk</i> : mont a ra kuit an dour a oa ennañ, disec'hañ, mont da get. keuz ◇ Kalonad, santad poanius deuet diwar un dra bennak hoc'h eus graet pa ne oak et d'ober, pe oc'h chomet hep ober pa oa dav e ober. alian ◇ Reiñ un ali, displegañ da unan bennak ar pezh a zo mat dezhañ ober pe chom hep ober. enta ◇ Neuze. morian ◇ Den a ouenn zu. c'hwegont ◇ Tri-ugent. bevañ ◇ Magañ, pourchas boued da unan bennak. korolladeg ◇ Koroll, dañs, graet a-stroll. c'hoarigan ◇ Opera. penn-ahel ◇ Poent ma kej ahel ar voul-Douar gant he gore, en hanternoz hag er c'hreisteiz. kenvreur ◇ Keneil, kenlabourer, den en deus ar memes micher. lezirek ◇ Ne blij ket dezhañ strivañ, labourat. landreant ◇ Nebeut a startijenn dezhañ, lezirek, lureek.</p>	<p>mill ◇ Milmor, par da 1852 metr. postek ◇ Mentek, sonn, na c'haller ket distroadañ. ali ◇ Kuzul diwar-benn ar pezh a vefe mat ober pe chom hep ober. gwialenn ◇ Gwalenn, kelc'h. gouelec'h ◇ Dezerzh. digenvez ◇ Stad unan bennak zo e-unan, n'eus den pe nebeut-tre a dud war e dro. lestr ◇ Bag vras. ufern ◇ Ibil-troad, kenvell etre ar c'har hag an troad. tizhout ◇ Stekiñ ouzh, tapout. daskoriñ ◇ Reiñ pe kas en-dro, rentañ. glan ◇ Hep namm, he psi, uhel e galon. dir ◇ Metal diwar houarn ha karbon ; yen ha kalet evel ar metal-se. keuziañ ◇ Kaout ar santad poanius oc'h ober un dra bennak pe o vezañ graet un dra bennak. tevel ◇ Chom mut. karavanenn ◇ Strollad beajourien bodet evit treuziñ ur vro ziasur pe zidud, evel ar gouelec'h. spurmantiñ ◇ Gwelout a-bell. diouer ◇ Ober diouer : mankout, faziñ. kasaus ◇ Displijus-bras, hegazus. skaon ◇ Azezenn. pikern ◇ Menez uhel ha lemm e lein. erc'heg ◇ Tachenn goloet a erc'h. gouenn ◇ (Skiantou) Isrannad eus ur spesad, ur rummad. feuket ◇ Displijet-kaer, mouzhet. lu ◇ A vroud an dud da c'hoarzhin goap diwar e goust. mezhekaat ◇ Reiñ mezhañ da unan bennak, ober dezhañ santout emañ ar gaou gantañ, emañ izel pe droc'h. dieil ◇ Hep he far, n'eus ket un eil bleunienn evelti.</p>
Rann XXI (pp. 66-74)	
<p>doñv ◇ A vev e-ser an dud evit reiñ skoazell pe dudi dezho doñvaat ◇ Lakaat da vezañ doñv, da vezañ sentus pe da vezañ dizaon dirak an dud. prederiñ ◇ En em soñjal. hemolc'hiñ ◇ Chaseal. kasaus ◇ Hegazus, displijus-krenn. deur ◇ Evezh a lakaer pa vezer dedennet bras, plijet bras, gant un dra bennak. dieil ◇ Hep e bar, ne vo ket ket un eil eveltañ. disi ◇ N'en deus si ebet, zo peurvat. huanadiñ ◇ Leuskel un analadenn drouzus, da heul ur from pe ur santad poanius. untou ◇ A zo atav war an hevelep ton ; A skuizh ar spered dre ma c'hoarvez bepred an hevelep traoù. kammed ◇ Paz. faou ◇ Riboul danzouar al loened gouez, evel al lern.</p>	<p>andon ◇ Orin, lec'h ma teu tra pe dra anezhañ. treuzkomprenadur ◇ Tra komprenet a-dreuz. chalañ ◇ Bezañ nec'het, bezañ lakaet diaes, kaout poan spered gant un dra bennak. eurvad ◇ Eürusted. lid ◇ Doare arouezel da seveniñ un darvoud, ur gouel, gant sked, gant ton, o reiñ da bep jestr pe da bep komz pouez ha dalvoudegezh. burzhodus ◇ Dreist, dispar. gwinienn ◇ Gwez rezin. kevrin ◇ Tra dianav gant an dud, tra guzh, sekred. andorenn ◇ Goudorenn. fougasiñ ◇ Bragal, en em veuliñ, diskouez re a lorc'h. diwel ◇ Na c'haller ket gwelout. atebek ◇ A rank seveniñ ur garg e-keñver an dud all, a rank ober war-dro un dra bennak.</p>

Ar Priñs Bihan : Geriaoueg

Rann XXII-XXIV (pp. 74-78)	Rann XXV-XXVII (pp. 80-94)
<p>heñcher ◇ Den a ziskouez peseurt mont gantañ.</p> <p>dezougen ◇ Degas o tougen.</p> <p>stlejerez ◇ Karbed galloudus a stlej bagonioù, trenioù.</p> <p>herrek ◇ Buan-tre.</p> <p>bazailhat ◇ Digeriñ e c'henoù diratozh, oc'h enanalañ hag o tianalañ hir.</p> <p>pladañ ◇ Lakaat da vezañ plad, flastrañ.</p> <p>truilh ◇ Paour, dispennet, diroget.</p> <p>arwellaet ◇ Gwellaet, graet en ur stumm gwelloc'h, evit ma vefent gwelloc'h.</p> <p>arboellañ ◇ Gounit, lakaat a gostez, chom hep foranañ, hep dispign.</p> <p>arbennigour ◇ Den barrek pe gouiziek pizh war un dra bennak resis.</p> <p>pemont ◇ Hanter-kant.</p> <p>stivell ◇ Eienenn vouilh, mammenn, andon dour red.</p> <p>ratreañ ◇ Dresañ, kempenn un dra n' a ket endro ken.</p> <p>poellata ◇ Doare em soñjal, doare prederiañ.</p> <p>diboell ◇ Diezhomm, sot.</p> <p>divent ◇ Bras-tre, ec'hon-tre.</p> <p>lugerniñ ◇ Skediñ, teurel gouloù.</p> <p>terzhienn ◇ Tommder, gwrez uhel ar c'horf, pa vezer klañv.</p> <p>eñvor ◇ Barregezh da zerc'hel soñj, da zerc'hel koun eus an tremened.</p> <p>tevel ◇ Chom tav, didrouz, chom hep lavarout mann.</p> <p>pleg ◇ Lodenn eus un dachenn, eus gorre an douar a hañval bezañ pleget.</p> <p>erin ◇ Tuchenn draezh, torgenn draezh, uhelenn draezh.</p> <p>boemañ ◇ Ober d'an dud estlammiñ ; skediñ.</p> <p>kened ◇ Perzh zo kaer da welout ; braventez.</p> <p>bresk ◇ A dorr aes ; aes da derriñ.</p> <p>kizenn ◇ Kuchenn vlev.</p> <p>rusk ◇ Plusk tev kef ha barroù ar gwez ; gwiskad diavaez ar c'hroc'hen.</p> <p>fealded ◇ Emzalc'h unan a zouj d'e lavar, d'e bromesa, n'eo ket trubard, n'eo ket gaouiat.</p> <p>kleuzeur ◇ Tra a daol gouloù ; lamp.</p> <p>gwareziñ ◇ Reiñ goudor, skoazell ha diwall.</p>	<p>pole ◇ Rod a c'hall treiñ da sevel ha da ziskenn sammoù war-bouez ur gordenn pe ur chadenn.</p> <p>gwiblenn ◇ Plakenn vetal pintet uhel a ziskouez roud an avel.</p> <p>c'hwek ◇ Dous, flour.</p> <p>c'hwekter ◇ Douster, flourded.</p> <p>pellgent ◇ An noz a-raok, ar beure abred.</p> <p>analat ◇ Sachañ war e anal.</p> <p>minwal ◇ Lerennoù a lakaer war min loened zo evit mirout outo a gregiñ pe a zebriñ.</p> <p>kerniel ◇ Kornioù.</p> <p>dismantr ◇ Distruj, darn a chom eus un dra bennak zo bet distrujet.</p> <p>eilenn ◇ Segondenn.</p> <p>disc'hraet ◇ Tennet.</p> <p>daouvidig ◇ An daou dakad zo a bep tu d'ar penn etre korn al lagad hag ar skouarn.</p> <p>islonk ◇ Toull, foz don don-tre.</p> <p>lutig ◇ Goulaouennig.</p> <p>frealzet ◇ Dihuzet, disammet eus ur boan spered, eus un dristidigezh.</p> <p>trelatet ◇ Strafulhet, trefuet, en deus kollet e skiant vat, e spered.</p> <p>ourouler ◇ Kloc'hig.</p> <p>digalonekaet ◇ Kollet kalon gantañ, trist.</p> <p>striv ◇ Poan lakaet d'ober un dra bennak.</p> <p>raouliet ◇ Rust, garv e vouezh.</p> <p>termal ◇ Chom etre daou soñj hep gouzout petra ober.</p> <p>luc'hedenn ◇ Bann sklêrijenn trellus ha berrbad.</p> <p>ufern ◇ Kenvell zo etre ar c'har hag an troad.</p> <p>ervat ◇ Mat, sur, da vat.</p> <p>steuziet ◇ Aet diwar wel.</p> <p>davet ◇ War-du, betek.</p>